

RIMOU 6

HA

GOULENNOU

EVIT AN EUREUJOU.



E MONTROULEZ;

E ti LÉDAN, Imprimer, e traon ru ar Vur.

COLLECTOR'S

EDITION OF THE

AMERICAN HERALD.

FOR THE PAST MONTH.

WITH A HISTORY OF THE

AMERICAN REVOLUTION,

BY JAMES HENRY BREWER,

WITH A HISTORY OF THE

AMERICAN REVOLUTION,

BY JAMES HENRY BREWER,

WITH A HISTORY OF THE

AMERICAN REVOLUTION,

BY JAMES HENRY BREWER,

WITH A HISTORY OF THE

AMERICAN REVOLUTION,

BY JAMES HENRY BREWER,

WITH A HISTORY OF THE

AMERICAN REVOLUTION,

BY JAMES HENRY BREWER,

WITH A HISTORY OF THE

AMERICAN REVOLUTION,

BY JAMES HENRY BREWER,

WITH A HISTORY OF THE

AMERICAN REVOLUTION,

BY JAMES HENRY BREWER,

WITH A HISTORY OF THE

AMERICAN REVOLUTION,

BY JAMES HENRY BREWER,

RIMOU,

DISCOURSIOU HA GOULENNOU,

EVIT AN EUREUJOU.

Discours pa zér da bedi d'un Eured.

SALUD deoc'h oll , Compagninez :

Dre ar zalud e meus commancet va devez.

Me a so deut da doull ho tor

Gant calz eus a henor :

Antreet joaus en ho ti

Gant ur c'hoant vrás d'ho saludi.

Da Zoue ar zalud humblamant.

Goude me ray va c'homplimant.

Piou eus an ti-màn a bedin-me da guenta ?

Pedi a ràn ar mestrou ha qement so ennâ :

Mar deus domestiqtet en ho ti ,

En o fedan ive coulz ha c'houï :

Rac re a labour am be

O pedi an eil goude eguile

Da zonet hep faut da ur Banquet

A vezó evidomp preparet

Gant *Mari Lipiq* ha *Yan Baron*,

Pere ho ped ganeomp-ni a greis calon :

Fixet eo an devez da Zemeurs qenta ;

Rac-se , mar plich ganeoc'h , deut oll da asista.

En bourg *Plouyan* e vezó an Eured ,

Hac en ti *Flampes* e vezó ar Banquet ;

Mar plich ganeoc'h en em gafet ,

Hac e vezimp contant meurbet.

Me ya da gonta deoc'h ar veach :

Dont a refot da..... da guemeret ar plac'h ;

Achane e vezó cunduet d'an Ilis ,

Betec an Auter , evel ma zeo reqis ;
 Evit ober ur memes contrat
 Evel m'eure goechal e mam eus e zad.
 Eno neuze e vezint eureujet
 En presanç Doue hac ar Bêleg ,
 Hac an oll asistantet ,
 Gant solanite ha respet ,
 Hac hor Mam Zantel an Ilis.

Comzomp bremàn gant honestis :
 Me eo an hini a so choaset
 Da bedi evit ar Plac'h a Eured ,
 D'e fedi ha d'e enori ,
 D'e asista da eureuji.
 N'ouzon qet sur a Gomplimant ,
 N'on qet custum da parlant :
 Mes yaouanq on , hac e tesqin :
 Mar plich ganeoc'h va excusin.

*Amàn e peder ar Bederien da antréal en ti
 ha da zevel ouz taul.*

AR PLAC'H YAOUANQ.

Silanç eta , Compagninez ,
 Ma parlantin evit ar plac'h a Zevez.

Dre ma savàn ebars em za ,
 Excus diganeoc'h a c'houleñnan.

*Mari Lipiq e deus va sedet
 Da eva ur banne d'e yec'hed.
 Peb action gaer pa er grân ,
 Dre Sin ar Groas er gommancàn :*

*En hano an Tad , ar Mab , ar Speret Gloan ;
 Tri Ferson distinct en unan :
 Da Zoue ar zalud da guenta ,
 An eil d'an Itron Varia ,
 An drede d'ar Zent ha d'an Æle ,
 Déc'h , Compagninez honorabl , e presantàr bêvare.
 Evit ar boan oc'h eus bet ,*

E zân da rei deoc'h peb a voget,
 Pini a meus dastumet er Jardin a Eden,
 En ur c'haread fleur, pa yoan enni o pourmen :
 Da guenta d'ar Vêleyen e roàñ ar bec'herien,
 Dre ma zint o Fastoret hac o Gouarnerien ;
 Goude d'an Dud-Chentil há d'an Noblanç,
 Pa em eus an henor da barlant en o fresanç ;
 E roàñ ar gurunen spern

A zougas Mab Doue p'or prenas eus an ifern ;
 Evit ma teuyo da biqat o ene ,
 Evit ma vezint curius da zouten ar Fe ;
 Deoc'h-hu , tud demezet , ezac'h ha graguez ;
 E roàñ ar vezen a vuez ,

Rac en e deillou me meus bet remerget
 Ar c'homzou precius eus ar baciante.

Ha c'houi , goaset yaouanq , m'ho ped da imita
 An Autrou S. Joseph , pa voa var ar bed-mâ ,
 Peini a gunduas epad e oll vue
 Purete , chastete , temperanc , carante.

Ha ni , merc'het yaouanq , laqomp hor fantasi
 Da henori ar Verc'hes , pini a hanver Mari :
 Imitomp e serveur ; beza e zeo ive
 Rouanes an douar hac an êe.

Me garje beza gallet mont betec Paris ,
 Evit disqi deoc'h eus a bep seurt honestis.
 Me a so en em vellet hirio a un dra ,
 Ha n'en don na gouipl na capabl anezâ ;
 Rac me so ur plac'h yaouanq ignorant ,
 Hac e meus nebeut a sqiant :
 M'am bije bet un tam discamant ,
 M'em bije têod aoüalc'h evit parlant.

Mari Lipiq , mignonet , hirio sur a lavar
 N'eus nicun er gompagnuez n'e c'har ;
 Mes ar re e henor o tont d'e asista ,
 Eus ar re-se sur e deus ar muia joa :
 Hac un all c'hoas a zivisàn ,

Ennes sur a' gar ar muiàñ,
 Hac a so dezi ordrenet da garet
 Muioc'h en amzer da zont eguet en hini tremenet.
 Cetu amàñ e hano : Yan Baròn e zeo hanvet.
 Arça ta , compagnunez honorabl , me ho ped ,
 Pa zomp amàñ oll en em rassamblet ,
 Un tol chanç bras e ve demp en em gafemp james
 Hep manqout hini ebet assambles :
 Nemeus na pouvoar na gallout
 Da eva ur banne da yec'hed pepini ac'hanoc'h tout.
 Mes bremàñ e zàn da eva ur bannez
 D'ho yec'hed oll , Compagnunez.

Eva a ra ur banne da yec'hed an Den Yaouang.

Me a ya bremâ da eva ur banne
 Da yec'hed an Den Yaouang ive :
 Hac evit ma vezò ganeoc'h hanavezet ,
 Charlezic Mistiflor e zeo partout hanvet.
 Deoc'h-u-ta , Mistiflor , bremâ e regetân
 A bep seurt madou er bed-màñ ,
 Hac hoc'h oll souet var ar bed ,
 Mar deo gant Doue destinet.
 Ma vijen tenzories assuret
 Var an oll denzoriou eus ar bed ,
 Eus a netra ne vijac'h het refuset ;
 Mes Doue en deus hor gouarnet
 Evit beza er bed-mâ meulet :
 Evomp ur banne pepini d'hor yec'hed.

*DISCOURS evit goulen ur Plac'h neve da eureuji ,
gant ar respont conform evit he réy.*

Goulen. Bonjour deoc'h , Compagnunez ,
 Salud gant laouenidiguez ;
 P'o quelàñ aze assamblet ,
 Dibreder ha brao guisqet ,
 E credàñ oc'h eus amzer
 Da zelaou daou pe dri guer.

Ni a so tremenidi ,
 Carguet eus a guevidi :
 Lavarit deomp eta bremàn ;
 Peseurt hano he deus ar guær-màn.

Respong. Ni a rent ar memes salud
 Deoc'h oc'h-unan ha d'ho tud.
 Sansibl omp d'ho complimanchou ,
 Ha d'oc'h, oll reverancoù ,
 Hac hon eus calz a interest
 Da zuppozi oc'h 'tud honest ;
 Mes mar deo tremen a fel deoc'h ,
 N'on eus affer ebet ganeoc'h.

G. Ous ho clêvet o parlant ,
 Me gred oc'h eus calz tàlant ;
 Hac e velàñ ive ractal
 E moc'h sur en gout da farçal ,
 Pa na respontit qet
 D'ar pez am eus goulenet ;
 Mes ni a so dent eus a bel ,
 Ha mar chomomp discabel ,
 Ec'h alsemp goude c'hoezi ,
 Attrap un tam pleurezi .
 Rac-şe permetit souden
 E ve goloet hor penn :
 Mar cavit e zeo difêçon ,
 Lavarit deomp ar rôson.

R. A viscoas em eus clêvet
 Eo fall penn loue avelet ;
 Mac'h attrapit calz pleurezi ,
 N'en em glêmit qet ouzomp-ni :
 Bez oc'h eus peb liberte ,
 Grit dious ho comodite ,
 Ha pa vezot toqet tout ,
 It pa garfot en ho rout.
 Ni n'en daïmp qet d'ho pressi ,
 Evit ho laqat da c'hoezi .

G. Penaus eta ; va mignon !

Me ho cave den a fêçon ,
 Hac e laqen em speret
 E vijen ganeoc'h pedet
 Ebars en ti da antren ;
 Da laqat tan var va fiben ;
 Neuze souden en ur fumi ;
 Me lavarge va c'hrevredi ,
 Hac er fin va C'homplimant ;
 M'ar bije d'ho santimant ,
 Ho pije ar civilite
 Da offr un tam hac ur banne .
 Ma vijac'h qen aviset
 Ho pije sur gonezet ,
 Rac me a dleye ho pedi
 Da zont ganeomp da zijuni ;
 Ha goude-se da leina ,
 Hac er fin goude da goania ;
 Mes pa na rit deomp qen henor ;
 Nemet da zioüal toull ho tor ,
 Chom quer fier en hoc'h ês ,
 Evit hon delc'hel-ni ermès ,
 N'en doc'h-u qet un heretiq ,
 Pe mab d'ar falz pinvidiq ?

R. Selaouit , va c'hamârad ;

En em entent a ve mad .
 Ni hon eus guelet avichou
 Certen tud a vandennou
 Oc'h antren hardimant amâ ;
 Hac o tonet da ziframma
 Qig , anduill , lin ha qig-sall ;
 Crampoez , ha calz eus a draou-all ;
 Hac eo ret mad deomp , goude-se ,
 Derc'hel hon ti en surete .
 Allas ! ni ne ouzomp doare
 Ha c'houi a ve eus ar seurt tud-se ;

Gouscoude mar d'oc'h scuis en ho sa ;
 Ha c'hoant deoc'h da azeza ,
 Me roy deoc'h ur voutes prenn ;
 Azeit unan e pep penn ;
 Neuze hac e vec'h ermès ,
 E parlanfot en hoc'h ès.

G. Mar deo disfiang ho Iaga
 D'hon tréti er fêcon-mâ ,
 E tisclêryàñ a bôues pen
 N'omp qet ar seurt friponerien ,
 Laeron anduill ha qigsall ,
 Na troyadellerien fall ,
 Mes hon eus commission
 Conform d'hon Relijion ;
 Rac merqet eo er Scritur ,
 Penos guechal un den fur ;
 Hanvet voa Eliezer ,
 A ras ar memes micher ;
 Ha penos , herves an histor ,
 E voe trêtet gant henor.

R. An histor-se , va mignon ;
 A verit attantion.
 Un talant ar c'haera
 Eo gouzout en em explica .
 Hac erfin ho compliment ,
 Mar bezit d'hor santimant ,
 Ni a velo petra da ober ,
 Petra a ras Eliezer ;
 Pe mar qerit da guenta ,
 Livirit petra voe grêt dezâ .

G. Eliezer , va mignon ques
 Ne voe qet lezet ermès :
 Depujet voe gant e vestr ,
 Evit pini en doa interest ,
 Da glasq ur plac'h destinet
 Gant Doue evit pried.

Da Isaac , den yaouanq flam ,
 Ha mab uniq da Abraham .
 Evelse , dre urz an tad ,
 E partias mintin mad ,
 Hac ec'h antreprenas joaus
 Ur veach hir ha fatigus ,
 Var zu Mesopotami ,
 Hep gouzout hent ebet dy .
 Mes pa ignorer an hentchou ;
 E zér mad var goulennou .
 Evelse êruet amàn ,
 E c'honlennàn hano an ti-màn .

R. Ho ! ma vije deut hennes amàn ;
 Ni hor biye poget dezàn ;
 An den-se , a lavarit ,
 A voa un den a verit ;
 Mes bremàn eus un amzer all ,
 Hac e vale calz tud fall :
 Bremàn e veler bizier-balan ,
 Prest da grevi gant bêr alan ,
 Oc'h invanti niver traou ,
 O clasq laqat guir ar gaou ;
 Uza a reont tout o adres ,
 O prometi mor ha menes :
 Un den a lavar calz a draou ,
 Ne zint peurvuia nemet gaou ,
 Mar d'oc'h ur gascon evelse ,
 Troit ho qein pe it adre .

G. An hiñi a so va model ,
 A voa guirion ha fidel ,
 Clêvit e'hoas daou pe tri guer
 Var campagn Eliezer .
 O veza pejet Doue
 D'e gundai en demarch-se ,
 Ec'h êruas directamant
 Elec'h ma edo ar plac'h yaouanq ,

Caer evel ur stereden , en ⁹ ur famill an honesta ;
 Tud ar re charitapla :
 Pedet voe da vont en ti ,
 Quiniguet dezàn da zêbri ,
 Mes én lavaras a gress
 Ne guemerje brienen
 Nemet goude expliq
 An urzou roet dezâ.
 Amàn ive , va breur qer ,
 Ne rit qet deomp coll amzer :
 Deut omp gant intantion
 Evit ar memes commission ,
 Hac eo deomp revelet
 Emedi aze hón reqet.
 Caer ho po dissimuli ;
 Hör plac'h a so en ho ti :
 Lavarit emon amâ
 Gant an hini a gar maya
 Eus an oll grouadurien
 Pere a vev hac a dremen ,
 Hac eo én a bed anezi
 Da zont bremàn da gcontracti ,
 Evit beva assambles
 Ar rest eus o buez :
 N'en em arrêtàn qet da veuli ,
 Da sougueal , da bompadî ;
 Hi a voar manifq
 Peguer mad eo , peguer pinvidic ;
 Anfin , un den ar guella
 A guement a zêbr bara.

R. E seblant ous ho clêvet ,
 E ve an afer decidet.
 Me gred oc'h bet er C'hademi ,
 P'otramant er Philosophi ,
 Rac parlant a rit evel ar fur Caton ,
 Gant oll eloqanç ur Ciceron .

DIS COURS

*Evit goulen ur plac'h da zemezi mar bear banquet elec'hl
ma medi ar plac'h, ha mar be goulenet goude dijuni;*

G. A BARS ho quittât, Compagnunes,

AE trugarecân ho madelez

D'hor beza recevet en ho ti,

Ha roet deomp da zijuni;

Etisclêryân e zon carguet

Da bresanti deoc'h ur reget.

Laqet oun e penn ar vanden;

Hac eus c'hoant e parlantsen;

Avoui a rân gousecoude

Oun indign eus an henor-ze;

Dre n'am eus qet a dalant,

Discadurez na calz sqiant.

Ar pez a zeu d'am hardissât;

Eo ma credân e zoc'h tud vad;

E viot prest d'am excusi

Ma teufe din ober fasi,

En despet d'am intantion;

D'ober mad va c'hommissions

Rac-se, mar permetit din,

Digomplimant ec'h exposin.

R. Disqeus a rit mil act a humilité

Ha qement a civilite,

Ma veritit sur gant râzon;

E rofemp deoc'h hon antantion.

Pinvidiq ha den honest,

Beza savant ha modest,

Zo qaliteou ar re gaera,

Mes nonpas ar re gommuna,

Ha gouzout trugarecât

Evit ar zervichou mad,

N'eo qet certen an hent fall;

Evit obten c'hoas re-all.
 Parlantit eta hardimant,
 Hac exposit ho santimant ;
 Ha diouz ma zeo ho commission !
 Ni a yo prest da entent rēzon ;
 Mes manifiq e ve parlantet
 Hac e ve hor pennou goloet.

G. Bez e meus hirio an honor
 Da bresanti dirac ho tor
 Un den yaouanq leun a furnez ,
 Hac eus hoc'h anaoudeguez ;
 Ur merq bras eus e sqiant ,
 Eo m'en deus preferablamant
 Choazet unan eus ho merc'het
 Evit beza e bried.

Gouzout a rit e zeo dija
 Publiet teir guech ar bromessa ;
 Ha n'on eus den clēvet parlant
 A nep seurt ampechamant ,
 Nac e vet en em opposet
 Da retardi an eured ;
 Rac-se omp deut d'e fedî
 Da zont hirio da gontacti.

R. Me a zistro eus a gampagn
 Diouz costez an Alamagn ,
 Hac eus deg mis n'on qet bet
 Dre amàn en oferen-bret ;
 Rac-se hoc'h asser deniezi ,
 A so dîn-me névezenti .
 Abaoue dec'h e mon o redet
 Evit guelet va mignonet ,
 Hac e sonjen voa evidon-me
 Edo amàn an assamble ;
 Hac e voa preparet ur banqet
 Gant ar joa ma voan distroet.

G. Atao diouz costez ar Vaouez

E ve clasqet gant digarez ,
Ha na oufac'h qet evit petra ;
Nemiet evit delc'hel an dud en o za.

R. Ne glasqàn qet digareou ,
Mes exposi va rêzoniou ;
Gortos a ranqit rac ar mab eus an ti
En deus goal faoutet e fri ,
Nonpas ouz en em ganna ,
Mes o foura butun ennâ ,
Hac eo redet d'ar marc'had
Da glasq un ados d'e c'hriad.
Mes da c'hortos ma teuy d'ar guear ,
Rac ne zaleo qet , mevar ,
En deus va dalc'het me amàn ,
Evit respont evitân :
Rac-se e tisclêryàn deoc'h ,
Ententit mad , mar plich ganeoc'h ,
Ret e ve pare mad e fri
Abars caç ar plac'h da eureuji .
En aon na ve ar bêleg spontet
O velet ur fri quer faoutet.

G. M'en devije lavaret din-me ;
E voa bet quit da vont qeit-se :
Ia , rac me voar parea
Gant remejou ar re zrola.
An deiz all va marc'h du ,
Eur marc'h mad , e creiz e fru
A oue roguet e groc'hen
Gant un tol dant digant un azen :
N'o piye biqen devinet
Gant petra e meus e bareet !
Gant un tam qic-sal d'e beinseillat ,
Hac un anduillen d'e c'hriad.

R. Credit din , o redet bro
Etisquer traou neve ato.
Pa oan e Spagn en arme ,

Un devez ma voa calz arne,
 Abars an eost en nevez-amzer ;
 Ec'h éruas ur goal affer.
 Ur vreg gant un aer o veza flemmet ,
 Tout he zud a voa nec'het :
 Facil e sonjit ar c'hreg a varvas ?
 Nan an aer ê a grevas.

G. Me n'oun qet eus an dud habila ,
 Mes adres am eus da scriva ;
 Qenta lizer a ris biscoas ,
 Oa scrivet gant un aval poas ,
 Ha goude va guella pluen
 A so bet un anduillen .
 Credabl ê e scrivàn mat ,
 Da viana scritur anat ;
 Rac gant qementse tout ,
 Me ameus grêt calz a rout :
 Ha pa bresantàn ur reqet ,
 E vezàn diouc'h-tu selaouet ;
 Ha na bretantàn qet bremâ
 Beza dalc'het reir amâ .

R. Me meus aon na vec'h gasconet
 Tud custum da redet ,
 Gant ho fri ato en ær ,
 Nonpas evit attrap flêr ,
 Mes evit santout c'hoes vad
 Dre b'ini e ve anat
 E pelec'h eus qestion frico ,
 Evit en em renta eno ,
 Hac e clasqont mil digare ,
 Da gaout lod eus ar molarje .

G. C'houi a so savet mintin
 Da laqat an dud da c'hoarzin ;
 Mes an amzer a ya en dro ,
 Rac-se hastomp a fo .
 Ia , ur gascon en deiz all

A ras un dro n'oa qet fall,
 Rac evel m'en devoa clêvet
Oa gestion eus un eured
Gant fatillou a gонseqanç ;
 Tud pinvidic hac a brestanç ;
 Justamant deiz ar Vadalen ,
 E legeas en e ben
E vije manifiq deza
 Mont di ive da leina.
 Evel m'en devoa calz a speret ;
 Ne voe qet pell ambarrasset
 Evit caout prest un digare
 Da gomz ouz tad ar plac'h nêve.
Ar gompagnuez a voa éruet ,
 Ha den mui na c'hortoet.
 Neuze ec'h antreas ar gascon ,
 Gant reverançou a fêçon
Anfin , scuis o saludi
 E lavaras da vestr an ti :
 Me meus evidoc'h un affer pressant ;
A ell talvout dec'h calz arc'hant ;
 Fachet oun doc'h interrompi ,
 Mes ne qet un dra da ziferi.
Ar mestr a lavaras d'ar gascon :
 Chomit da leina , va mignon ,
 Ha goude-se var hon abaster ,
 Ec'h ententimp ouz an affer.
 Pa voe grêt ar regal tout ,
 Ha deut ar poent da vont er rout ,
Ar gascon neuze a lavaras :
 Cetu amâ un affer bras.
Gant ho merc'h e meus bet clêvet
E prometit rei cant mil scöet ;
 Mes , mar qirit , me e c'hemero
Gant an anter eus anezo ;
 An anter all o chom ganec'h ,

Cetu eur gounit caër dêc'h,
 An tad ne gavas qet dereat
 Beza evelse goapeat
 Credabl è en em fachas ;
 Mes ar gascon a bartias :
 Buan e renqas trei e guein,
 Mes attrapet en doa e lein.

R. Ni nomp qet gasconet ;
 Mes tud sincer , guir Vretonet ;
 Neo qet leinou eo a glasqomp ,
 Mes ar plac'h nêve a c'houlennomp.

G. Me gred oc'h un den ar guella ,
 Ha ne ve qet mad ho trompla ;
 E ve pec'het oc'h amusi
 Ha memes ho retardi ;
 Ar pez so arruet ganêc'h :
 M'en assur dêc'h , am gra calz nec'
 Aboue dec'h ho plac'h yaouanq
 E deus chenchet a santimant ,
 Me a oa êt eus ar vro
 Hac e sonjet e oan maro :
 Mes evel ma oun en em gavet ,
 E deus dîn-me diguemennet
 N'em boa nemet en em avanç ,
 Hac em bije ar breferanç .
 Qer buan diouc'h-tu , hep retardi ;
 Oun diredet d'e saludi ,
 Hac e rân hirio gueladen ,
 Cetu aze un obaden .

R. Ia , va c'homper , obaden a ve ,
 Ma ho pe grêt ar seurt tro-ze ;
 Hac abars fin an obaden ,
 Ec'h astenfot hir ho mouren :
 Rac ni ranqo assur guelet
 Var betra oc'h en em fontet .

G. Me am eus clêvet dija

Meur a guilloq o cana ,
 Hac evit ne doun qet c'hoas cos ;
 E meus guelet meur a vleiz en nos.

R. Laquit eves : eus ho parlant ,
 Ne vec'h vel ur zoudard vaillant ,
 A so prest da guemer tout ,
 Hac a deu gant e sac'h gollo en rout.

G. Salocroas , en guirionez ,
 N'eo qet me eo hennez.
 Me a so bet e creis an tennou ,
 Ha pa velen ar voulejou
 A lance an enemiet ,
 Pell diouz crena na tec'het ,
 Me a baqe anezo
 Da deuleur adare outo :
 Cetu penaus emeus an honor
 Da zistrei amâ gant ar victor ,
 Hac hirio e contân ive
 Em bo ar victor adare.

R. Un den terrubl oc'h , var ho
 Mes piou a sonch dêc'h ho credo ?
 Ni a oar o redet broyou
 En em zamer a varvaillou ,
 Hac e rîr coll calz a amzer
 O conta ur bern gueyer.
 C'hoant oc'h eus-hu d'hor sponta
 Ha d'hor c'hass quit hep netra ?
 Ni nomp qet prest da cedi ,
 Hac e ve ret procedi.

G. Allas ! evit gant procesou
 Ne avancimp qet hor fortuniou .
 Dont a ra bremâ em speret
 Un histor ameus bet clêvet :
 Penaus daou zen o pourmen ,
 A rancontras un histren :
 Cetu chican etrezo .

Da c'houzout da biou e vezø,
 Rac pepini a bretante.
 E oa dezàn an tenzor-se.
 Mont a rejont en proces ;
 Mes souden o deoüé mez ,
 Rac ar barner , hep calz pledi ,
 A gavas moyen d'o unani :
 An histren a zigoras ,
 Ar pez à oa enni a dennas ,
 Ha goude débri an histren ,
 E roas dê peb a groguen.

R. Gouzout a ràn coulz ha c'houi ,
 Ne dleer james calz procesi ,
 Ha penaus ar procesou
 A rêvin calz a famillou ;
 Mes an oll a voar ervad
 Ne qet me a glasq chicanat :
 Hon affer ni so commancet ,
 Hac a dle beza finisset :
 Pe ma fell déch' resista ,
 Bezit sur e rancot pêa.

G. Lézomp eta ar procesou ;
 Hac en em ententomp hon daou .
 Mar cedit ar plac'h-mâ gane ,
 Me gavo un all d'ho toare ;
 Unan hac a voar menaji ,
 Ha mont a ràn déch' d'e brouvi .
 An deis all e voan o chasseal ,
 E yis en ti en eur basseal ,
 Hac e doa uset eur c'houlaouén ,
 Evit clasq eur gos spinnen .
 Admirit eta pebes greg ,
 Uza ur c'honlaouen a vennec
 Evit ur spinnen dic'horset ,
 Ha c'hoas ne oe qet bet cavet ?

R. Mar doc'h baş-valan , comzit ouz onnes

Da varc'hadour, an alumettes ;
 Pe autramant, mar plich deoc'h ,
 Goulennit-y evidoc'h ;
 Hor plac'h-ni so en ti-mâ ,
 Roet e deus Demp e fromessa ,
 Gant consantamant e zud :
 Clêvit gante, n'int qet mud.

G. Seblantout a ra ouz ho clêvet,
E ve an affer decidet :
 Ha mar dê guir qementse ,
 Ne qet me mui a rei dale.
 Permetit dîn un nebendic
 Ma iin bremâ ur baleic ,
 Da c'houzout hac én so en ti
 Eur plac'h contant da zemezi.

En ur bresanti ur Plac'h Yaouanq.

Sellit amân , va mignon ;
 Homân so ur plac'h a fêçon :
 Mar d'eo contant ha d'ho toare ,
 Bezit grêt eta evelse.

Compliment da ur Plac'h Yaouanq.

G. Bonjour deoc'h-hu , Plac'h coant ,
 Fleuren fresq , boqet charmant :
 Certenamant n'e qet c'houi
 A die chom hep caout parti.
 Plijet , goude ho couleñnou ,
 E ve cacet hoc'h embannou.
 Hirio n'ellomp qet dale ;
 Ur vech all a so adare.
 Ma noc'h qet ervad contantet
 Gant an objet so presantet ,
 E zàn c'hoas d'ober ur bale ,
 Da glasq unan vo d'ho toare.

R. Hoila ! ni nomp qet tud fall
 Da guemeret tra un all ;
 Ar vreg-se a so perc'hennet ,

Nemet bez e vez divorcet ;
 Eus ar seurt-se mallig hini
 Ne deuy ac'hann ganeomp-ni.

Da un Intanyezi

G. Arça eta , Plac'h yaouanq ,
 Petra eo ho santimant ,
 Pa velit ar re o deus bet
 Prest adare da gaout fred ?
 Ha na garit hasta afo ,
 E moc'h e risq da goll ho tro .
 Va excusit , maoues vad ;
 Permetet eo badinat :
 N'eo qet éruet c'hoas
 An hini a dle ho choas .

R. Mar guelit begou e boutou ,
 E velot souden e seuillou :
 Me gred sur e zoc'h den habil ,
 Mes diana oc'h difficil .

G. N'hon eus tam ebet disprijet
 An objet a so presantet ;
 Hac evel neus cos voutes
 Ha gaver dezi pares ,
 Cones ive , aboues guedal ,
 Me gred à gavo ur chanç all .
 Ne nomp qet deut eviti ,
 Ha ne sonjomp qet enni ;
 Mes evit an hini so embannet ,
 ê hanvet ;
 Hac evit e designa mad ,
 ê e zad .

Ne glasqit qet digarei ,
 Assur ema en ho ti .

R. Sclér ê , pa expliqit
 Eus a bini e parlantit ;
 Mes ret eo goulen outi
 Ha contant eo da zemezi .

Mont a ra da ober ur bale.

Ouz an daul emeus-i cavet,
 Tranqilamant bras azeet
 Hac e deus lavaret din-me
 Ne voar qet piou a zo aze.

G. O ! va mignon , ar respont-se
 A so tout-a-set d'hon doare :
 Disques a ra e zê prudant ,
 Ha mestres d'e santimant.
 Evel pa lavarfe c'hoas
 Ne rose qet e dorn da bep goas ;
 Mes hepqen d'an ini
 A so destinet dezi :
 Ennes ê just a so amâ.
 Ne broposan nemeta ;
 Rac-se eta , grit demp antren ,
 Coulz hac an oll eus va banden.

R. O ! va mignon , c'houi oc'h eus talant
 Da drei an traou d'ho santimant !
 Mes gouzout a rit an habila
 A el ive fazia ;
 Rac-se , bremâ permetit
 Ma leverin en em dromplit.
 Mar dê ar plac'h-se azeet ,
 E zeo occupet e speret ;
 Ha pa e deus roet ar respont-se ,
 Ouz traou all ê sur e sonje.
 Rac amâ e zeus en em gavet
 Aleis a dud d'hon guelet ;
 Joa vras hon eus outo.
 Gant qement-se , evel ato ,
 Eo en em gavet quer just ha tra
 Da veza prim ar bara.
 Dre chanç gouscoude dec'h oa déut
 Ar meliner laer gant ar bleud ;
 Hirio eta me ranq poazat ,

Hac ar plac'h-se ribotat ;
 Hac ouspen qementse c'hoas ,
 Dêy eo da rola an toas.
 Rac-se n'oc'h eus qet a voyen
 Da gaout hirio hon femelen.

G. Ma neus qen ouz ho tiêsa
 Nemet primeri a vara ,
 Deut ganén tout a vanden ,
 Da gundai ar femelen :
 Ni hon eus ur zal vras preparet ,
 Tapisset ha fleurachet.
 Poaset bara , qig ha stripou ,
 Paste , fars-forn ha scotennou :
 Un daul hir a sò savet
 Evit ober ur banqet :
 Na c'hedomp nemet ar plac'h nêve
 Evit festa molarje.
 Pa vezо deut ni a raf frico ,
 Ni a gano hac a youo.
 Ac'hanta , va mignon ,
 Petra a lavar ho calon ?

R. Qement a rit ho pledi ,
 Em be c'hoant d'ho contanti ;
 Gonscoude e ven dirêzon
 Lezel va stal en abandon ,
 Rac certen eo evit merc'het
 Ne qet ês dîn da zivoeret ,
 Ispicial an hini
 A fell deoc'h da regeti ;
 Mes c'houï a so grêt ho labour ,
 Ha n'oc'h eus ezom eus a zicotûr ,
 Nemet da gana ha da youal ,
 Da frigota ha da zançal .
 Cetu amân ur pot boujant ,
 Hac a dalo dêc'h qeit ha cant.

G. Bo ! ne qet da glasq ar seurt-se

On-me sur Iaqet da vale ;
 Têc'h alesse , cos marmous ,
 Ni ne glasqomp qet ur mous.

R. Ma cavit ennes re dister
 Evit ober hoc'h affer ,
 Cetu amàn c'hoas un all ,
 Hac evit ar guel n'eo qet fall ;
 Ia da , cetu un all ;
 Ha mar güel sclér n'en deo qet dall.

G. Bonjour , dêc'h-hu , va den mad ,
 N'oc'h eus nemet tostât.
 Me gred eo dre guriosite
 Oc'h en em bresantet aze ,
 Evit guelet hor plac'h coant ,
 Evit choas ho santimant ;
 Mes hon affer-ni so da guenta ,
 Hac e fell deomp e fiñissa.
 Mar teuit amàn d'hon dale ,
 D'ho tro ni ray deoc'h bale :
 Ni ho paéo herves ar c'his ,
 Gant ar memes monis.

R. Lavarit din-me , me ho ped ,
 Ha merc'het ho pro so decedet ,
 Ma renqit dont qeit-mâ
 Da glasq merc'het da fortunia ?
 Me gleo lavaret e Breis
 E zeus merc'het aleis ;
 Ma rafac'h ur bournaden
 Ec'h alf. c'h guelet meur a vanden ,
 Ha marteze abars fin ho tro ,
 Ho pe ar choas anezô :
 Evit amàn ne zeus nicun
 Contant da ober e fortun.

G. Levarit din-me da guenta ,
 Petra zifini promessa ?
 Me mœus clêvet e peb amzer

E tleer delc'het mad d'ar guer ;
 Or , unan eus ho merc'het
 E deus d'an den-mâ prometet
 Feiz vad ha fidelite :
 Ni so deut da glasq an dra-se.

R. Penaus éta , me am boa credet
 E voac'h-u un den a speret :
 Guir eo ar seurt-se avichou
 O deveus ive ureou .
Quamdoque bonus
Dormitat humerus.

Ha credabl eo e ve en ti
 Ur plac'h coant da zemezi ,
 Hac e ve êt qeit-se ar brud ,
 Hep ma ouffe netra e zud !

G. Pa ho clêvân ho parlant ,
 Me vel oc'h eus calz a dalant ,
 Teod mad ha descadurez ,
 Mil insign ha mil adres ;
 Ec'h ouzoc'h forji gueyer
 Evit tremen an amzer ,
 Hac e fell deoc'h gant ho latin ,
 Bon amusi-ni da c'hoarzin ;
 Mes , hac e vec'h avocat ,
 Pa noc'h eus qet ar gos vad ,
 Me a esper ho fêza ,
 Hac a c'hoarzo da ziveza .
Ridebit benè
Qui ridebit in fine.

R. Credabl eo em be-me niez ,
 Ma rancfen coll va froces ;
 Mes avars ma refot din-me plega ,
 E squizot c'hoas en ho sa ,
 Selaouit mad , va c'homper ,
 Pec'het eo coll an amzer ;
 Eur poent a so da bep tra ,

Ha bremâ eo poent finissa.
 Diou vech emeus goulenet
Ac'hann ar plac'h a eured;
 C'hoas daou c'her all diou vech-anter ;
 Decidomp buan an affer.
Eur vech , diou vech , teir guech ;
Cetu me bremâ direbech.
 Roit dîn bremâ ar plac'h ,
 Pe e zàn quit gant ar zac'h.
Ar banqet a so preparet ,
 Ha bezit sur e vo debret ;
 Goude-se ni a velo
 Pe c'houi pe me a baeo.

G. Ouz ho clêvet , mestr parlanter ;
E rafac'h prest un tasqigner ;
 Mes mar distroit adare ,
 Ne vo ato nemet dale ;
 Rac-se , evit miret ouz tamal ,
 E zàn amân d'en em sonjal.

Ar pez a ra dîn differi ,
Eo an ezoïn eus anezi ;
 Rac ouspen ma zeo ur plac'h coant ,
 Leun a furnes hac a sqiant ,
 Eo dilijant en e labour ,
 E peb affer prest d'ami zicour .
 Mes mar hoc'h eus-hi decevet ,
 Ha dija en em brometet ;
Allas ! e c'halon a ve eno
 Hac amân ènep e meno .
C'houi c'hoas ami gourdrous a broces ,
 Pe seurt ctuden e ve honnes !
 Mont e proces a so ès ,
 Mes n'eo qet facil dont ermès .
Ma c'harufe ganén coll ,
 Cetu me souden fars an oll :
Coll ya zud ha ya danvez ,

Crevi a rafen gant ar vez.
 Guir eo me a ell pretanti
 Hoc'h deut d'am attaqi ;
 Hoc'h eus ampechet va foasaden ;
 Ha daleet va ribotaden.
 Mes ne garan qet ar chicanou ,
 Ha nebeutoc'h c'hoas ar misou !
 Alon , dont a ra em memor
 Hoc'h eus grêt din an honor
 D'am pedi da vont d'ar banquet ,
 Hac hoc'h eus memes pedet
 Qement so em c'hompageunnez
 Da vont ive assambles.

Eh bien , eno en ur banne guin
 Me a veuzo tout va chagrin ,
 Hac a lavaro coulz hac un all :
 An affer ma ne deo qet fall ;
 Rac-se , evit en em accordi ,
 Pa viot prest , deut en ti

Compliment d'ar Vreg-Yaouanq.

G. Debonjour deoc'h , Plac'h nevez ,
 Me ho salud gant levenez.
 Ne qet va c'bondition
 Dont aman dêc'h da sermon :
 Lezer a dleer qementse
 Gant an neb o deus autorite.

Mar plich ganêc'h dont d'an Il ,
 Eno ar bêleg , erves e ofic ,
 A explico deoc'h santeles
 Sacramant ar Briedeles ,
 Hac an obligationou
 A gcontract ar priejou.

Me a meus grêt va c'hommission ,
 Chanç vad deoc'h hac union.

Compliment d'an Ozac'h-Yaouanq.
 C'houi ive , va den prûdant ,

A verit ur c'hompliment ;
 Mes qen nebeut ha va c'homppagnon ,
 N'hon qet approuvet evit sermon .
 Me souet deoc'h digant Doue
 Peb chanç-vad ha prosperite .
 Setu dirazoc'h an objet
 Goulenet hac accord'et :
 Mar don bet ouz ho retardi ,
 Na gavit qet dies va excusi ;
 Gouzout a rit an usach commun ,
 Pa ves qestion eus a fortun .
 Bremàn , mar doc'h prest , hastit a fo ,
 Ne qet me mui ho taleo ,
 Nemet ma rofot peb a vanne
 D'am c'hamarad coulz ha din-me .

DISCOURS EVIT GOULEN UR PLAC'H DA EUREUJI.

SALUD , Compagnuez , gant ur galon ardant ,
 Eus a greis va c'halon e ràn va c'hompliment ;
 Ma vouisen an tu , ar fêçon d'en ober ,
 E ve va brassa joa plijout d'oc'h oll douster .

Peb action gaer d'e ober pa zeomp ,
 Dre ar Sin eus ar Groas ato e commançomp :
 En hano an Tad , ar Mab hac ar Speret-Glan ,
 Zo tri Ferson distinct en ur memes unan .

Abaoue ma voan bian var brec'h va maguerez ,
 Me am boa an desseign da antren er Pales ;
 Mes êru eo an deiz , an amzer er vech-màn ,
 Ma meus bet an honor da zont betec ennàn .
 Evit beza hirio antreet en ho ti ,
 N'ouzoc'h qet , marteze , tenor va c'hevredi :
 Me so ur messager zo anian digasset ,
 Qazi hep gout an hent gant an den a eured .
 Mes pa zon digasset eus e beurs ho pete ,
 Me a rai e excus ha va hini ive .

Qent avanc davantach , e zan d'en em adressi

Dêc'h-u , ô va Jesus ! hor c'houer, hor Messi :
 C'holi eta , va Jesus , a rîi din ar speret
 Da expliqâ pep tra evel ma zeo dleet :
 C'houi a ray din ar c'hraç , pouvoar hac eloqanç ,
 Sclêrijen d'am spéret da gomz en ho presanç .

Va bolonte ha va dessign eo hirie an de
 Da anonç deoc'h..... evit ar guir Roue ;
 Mes c'hoas e c'houlennâñ da Rouanez gantân
ar verc'h.....eus an ty-màn.

Eh bien, plac'h yaouanç, en em strinquit d'an daoulin,
 Da c'houl bencz ho Tad , qent mont da eureuji ;
 A beurs Doue an Tad e zeo deomp ordrenet
 Ne ancouefomp qet nep en deus hor maguet.

Benoz Doue an Tad a c'houlân da guenta ,
 Guir Grouer eus an ên , gouarner ar bed-mâ ;
 Mes guelet a rân c'hoas , pa remerqân ervad ,
 Penaus e coe daelou demeus ho taoulagad.

Ne qet ar pez oc'h eus grêt eo ho cra contristet ,
 Mes guelet ho Tad , ho Mam , penaus int desolet !
 Allas , rôson o deus; ne dê qet hep sujet ,
 Guelet e teuit da guittât nep en deus ho maguet ,
 Gant qement eus a soign savet bete vremân ,
 Qementse à laqa o c'halon da rannâñ.

Arsa , Tad truezus , distroit ho taoulagad
 Var ho merc'h..... a c'houlen e mennat.
 Emedi d'an daoulin dirazoc'h prosternet ,
 Deus a greis e c'halon o c'houlen e souet.
 Ha c'houi , Mam desolet , roit ho pennos ganti ,
 Gant ho merc'h..... da eureuji. — *Ia, ia, ia.*

Hola ta..... aoüale'h ê qementse ,
 Oboisset hoc'h eus da C'hourc'hemen Doue ;
 Grêt oc'h eus ho tever gant guir liamilite ,
 Ha Doue ne c'houlen nemet guir volonté .

Eh bien..... plac'h sur la disqet nad ,
 Avancit ho paziou evit mont bete ho Tad ;
 Ha roit dezân daou boq eus a greis ho calon

Pa oc'h eus obtenet e venediction.

Distroit c'hoas eus ar vam pini e deus ho canet,
Ho livret da zemezi , pa oc'h eus souhetet.
Mes c'houi ta, Tad ha Mam, meurbet oc'h contristet;
Occasion oc'h eus , n'en deo qet hep sujet.
Mes ho merc'h a zo fur , instruet mat e ze ,
Ha n'e deus grêt netra enep ho polonte.

Qent avanç davantach , me c'houlen eviti
Conje e breur , e c'hoar, qent mont da eureuji :
Paeon ha maeronez , mar emaint var ar plaç ,
Me c'houlen eviti ho pennos diganac'h.
Choui ho poa contractet en' Ilis eviti ,
Ha hi c'houl ho pennos qent mont da eureuji.
Bennos e oll ligne , conje e oll guerent ,
Cetu ar seul sujet ma omp-ni deut en hent.
Bennos ar re so maro n'allan qet da c'houlen ,
Rac calz a galonou contrist a laqafen .
Gueil e zeo ur beden d'ar re zo decedet ,
Eguel goul o c'honje , pa ne maint var ar bed ;
Dre ze en ho pedan da lavaret ganén.

Ar salm eus an Ilis e repos d'o ene. *De profundis.*

Arça , compagnuez a so aman presant ,
Me zezir ar boneur d'ho renta oll contant ;
Me ne meus qet , siouas , speret an oll æle ,
Da gontanti peb-unan hervez e volonté.
M'am bije ar pouvoar en doe Alexandri ,
Pa voe het prisonier er guær eus à Vitri ,
Ennes a zisquare , gant moez e drompillou ,
Seiz muraill simantet en dro da Jerico ,
P'autramant ar pouvoar en devoa Josue ,
A laze en combat seiz ha tiégont roue ,
A arrête an eol un heur anter en ær ,
Pa voa o combati , vit rei dezan sclerder ,
P'autramaut ar furnez en devoa Salomon ,
Pe an talanchou caer deus an doctor Ciceron ,
Me forche un discours a vije d'ho souhet ,

Nonpas deus an anter ar pez a veritet.

Eh bien , compagnunes , en em rejouisset ;
 Setu bet Demp an hini pini'r boamp deziret ,
 Hac hi quer caer hac an de pe an eol ardant ;
 Memes hor c'halonou a rento oll contant.
 Rac e hini e-unan zo pareillamant guyê ,
 Vel ma ye an deillou er gue e fin mis mae ;
 Memes qen a sonch dîn an devez a hirie ,
 E deveus astennet deg vlates eus va bue.
 Grac deomp d'en em velet er Pales celestiel :
 En hano an Tad , ar Mab hac ar Speret-Santel .
 Eno gant hon Æl-mad ni vo represantet
 Pa vo ret renta cont dirac Salver ar bed ;
 E vo lennet an decret hep hor favorisàn ,
 Demeus o meritou vo barnet peb-unan :
 Eno na gaqeto nac ennont nac homàn ;
 Aoüialc'h hor bezò tout d'en em justifiän.

Mar emeus choqet den dre re a liberte ,
 E c'houlen mil excus digant ho majeste ;
 Mar emeus choqet den na drouc laret netra ,
 Deus a greis va c'halon excus a c'houlenñan.

Arça , compagnuez , ha ra drouc songet qet ,
 Na laret goude-se e meus-me e laret ;
 Bet emeus ho conje , gant ho permission ;
 Me ho trugareca eus a greis va c'halon !
 M'o ped d'am asista evit e c'bundui ,
 Ma zefomp gant henor d'e c'hass da eureugi.

RIMOU EVIT GOULEN HA REI PLAC'HET DA EUREUJI.

ORSUS eta , compagnuez ,
 En em retirit tout a gostez
 Evit m'am bo an avantach da barlant
 Amàn en ho presanç , en langach eloquant.
 Ne ouffen ober guelloc'h tra
 Evit ober Sin ar Groas da guenta.
In nomine Patris , et Filii ,
 Evelen e commançan ganti.

Ma ven guelet en Bro-Zos oc'h ober qement all,
 E ve lavaret e ven un aillon pe un den fall ;
 Mes er vro-màn ne estimer netra
 Anes ober Sin ar Groas da guenta.

Et Spiritus-Sancti, Amen.

Evit êchui va feden.

G. Debonjour ha joa en ti-màn,
 Ne deo qet. a chom amàn ?

R. Ia, va mignon, un action vad oc'h eus grêt ;
 Dre sin ar Groas poc'h commancet ;
 Me a ray ive coulz ha c'houi
In nomine Patris, et Filii,
 Hac evit êchui va feden ,
Et Spiritus Sancti, Amen.

G. Hac e ven e pales ur Roue ,
 Me ne ven qet trêlet en daill-se ,
 Na zigasge pot pe laques
 D'am hentcha da vont d'e bales ;
 Mes c'houi ne zigassit bini
 D'am hentcha da zont d'ho ti.

R. Amàn e zeus un ozac'h coz e qichen an tân ,
 Var hoez rîi ur c'hornedat dezàn ,
 Hac hoc'h hentcho coulz ha nieun dre ar vro-màn.

G. An ozac'h coz-se a gafen mad
 Da gass ar saout pe d'o c'herc'hat ;
 Mes nonpas da fiziout ennàn
 Ur gompagnunez evel homàn.

R. Lemmet hoc'h eus quer soubl ho teod ,
 Na gafet netra ennoc'h defaut ;
 Preparet mad ho tisceoursiou ,
 Ha studiet ho langachou :
 Sac'hat oc'h eus a langach gread ,
 Me zant ar c'hoez eus ho tillat
 Fochit ha plantit en tu mar querot ,
 Me a zibouloudo dre ma labourot.

G. Clêvet em boa , qent dont amâ ,

C'houri a barlantche a draou ar re vella ;
 Diouzoc'h, va mignon, e c'houennan
 Pegueit e voe Doue o croui ar bed-mân,
 Hac ur vinien a voe plantet,
 Evit pe fêcon eo finisset ?
 Setu aze teir guestion
 A c'houennan ganêc'h, va mignon.

R. Ignorant e ven a dra sur, va mignon,
 Ma na expliqfen dêc'h ho teir guestion.
 Bremâ souden, en bêr amzer,
 Me o expliqo dêc'h, en daou c'her.
 Ar vinien a voe plantet
 Evit disquel e voe ar bed-mâ crouet ;
 Ha displantet e voe adare,
 Evit disquel e finisje.
 Ha c'hoec'h de e voe Doue o croui ar bed-mâ,
 Hac ar seizvet d'e servicha.

G. Ervez ma hoc'h eus rapportet,
 C'houri a zo demeus an doctoret ;
 Mes mar deo guir oc'h doctor, va mignon,
 E ranqit douguen ar chantillon
 A ve var ar scoa gleis stagnet,
 Evit ma viot dre ar merq-se anaveet.

R. M'am bije me certen gouezet
 E vijec'h deut hirie d'am guelet,
 M'em bije deoc'h ur fest preparet,
 Griou linad ha re alec,
 Treid siliou ha re arinjet,
 Pêvar gartier ur guellyenen,
 Ne dorjac'h qet ho tent evit crignat an esqern.

G. Dont a rân d'en em estoni,
 Pa glêvan peguer caer fest o poa Demp da brepari ;
 Mes mar qirit dont dissul d'an oseren bret,
 Ni a breparo deoc'h ive ur banquet :
 Ni a rai deoc'h un tam yod silet,
 Hac a laqay ho reor da redec.

Hoc'h asistanc, compagnuez,
 Me o ped da lacat eves,
 Rac ur goal barti a velàñ amàn ;
 Mil aon ameus na gollin gantàñ ;
 Mar deu dìn coll e guirionez,
 O pezo mes ive, va c'hompagneuz.

R. M'am bije me certen gôvezet
 E vije ar bresel ganeoc'h disclêryet ;
 M'em bije preparet va c'hanoliou,
 Va fistolennou lêr ha va mouscledou ;
 Fusillou sco ha boulejou stoup ,
 Da sœi ganeoc'h-u var ho chouq.

R. Ni so ur vanden tremenedi ,
 O vont da Vrest da ambarqi ,
 Hac hon eus urz gant ar Gouarnamiant ,
 Va mignon , d'ho laqat en hon regimant ;
 Ha marteze da vont da Orleanç ,
 Ervez urzou ar Monarq eus a Franç :
 Rac hon urzou a so crén meurbet :
 Grêt e broces en eur vale ;
 Da vea punisset hep dale.

R. Crén a crén , compagnuez ,
 Pa velàñ hirio an dromplerez ;
 Pa velàñ e zomp qemeret
 Gant ur vandennat soudardet ,
 E teuàñ da grena gant rôson ,
 Rac aon na vemp oll laqet er prison ,
 Evit dont eno da finissa hor buez ,
 Mar collomp hon rouantelez.
 Gouscoude e voa deomp rapportet
 E voa deomp ar peoch accordet ;
 Var a velàñ eus trahison ,
 Combatomp ta oll a vir galon.

G. Eur groug-lassiq hor boa stignet ,
 Eur goulmiq venn hor boa atrapet ;
 Mes , allas ! ne voa qet cre ,

Hac eo achapet adare ;
 E asqel glei a so torret ,
 Achap a bell ne alse qet ,
 Hac hon eus clêvet lavaret
 E zeo ama eo disqennet.

R. Dibot procurol en e studi
 Na ra e blede d'e fantazi ,
 Qen a ve mont en auditor
 Dirac e broc'urol control.
 Eno e ve laqet dindan e fri ,
 Evit gallout en dibouti.
 Mes c'houi pa voac'h en bent o tont
 A rê ho pîede hac ho cont
 E zaje ganeoc'h ho croc ;
 Mes , el leal , gortos a refot.

G. Parlant a rit , va mignon quer ,
 Manifiq bras evit hoc'h affer :
 Ma vec'h pignet en ur gador ,
 E ve lavaret e vec'h ur predictor.

Mes me laqayo ho herbedi
 E qement bourg zo en escopti ,
 Evit m'ho pezo ur station ,
 Ur baros benac evit sermon ,
 Ha ni a yêlo tout d'ho clêvet ,
 Gant peb' henor ha pep respect :
 Me a gred sur , a dra certen ,
 C'houi a gconvertisfe ar bec'herien.

R. Meurbet on estonet o velet
 Ne zeus qet en ho toues ur c'hloarec ;
 Mar deu da hini ac'hanoc'h fatica ,
 N'oc'h eus nicun d'hoc'h asista.

G. Sevel a ra va blêo en êr ,
 Pa gomzit din eus ar glouer ;
 Rac me zo coulz ganén guelet ur c'haor en ur golec ,
 Evel guelet en hon touez eur c'hloarec.

R. Den yaouanq oun o tont er bed ,

Gout ar c'hustumou ne ràn qet ;
 Rac me ne meus qet studiet
 Evit goulen na rei merc'het ;
 Mar deu dìn lavaret netra sot ,
 Mar plich ganêc'h va excusot.

G. Evel ma on deut da dal an ti ,
 Ne garfen qet dont d'ho choqi ,
 Na d'ho repren , na d'ho facha ;
 Rac certen an dra-ze ve ar goassa.
 Mès evit cavet tro da parlant ,
 Ma vo a propos va c'homplimant ,
 Excus ha pardon a c'houlennan :
 Pa blico ganeoc'h , comzit bremàn.

R. Seblantout a rit beza habil ,
 Hervez mā velân eus ho pabill ;
 Rac-se e carfen gouzout ouzoc'h
 Petra a glasqit , ha piou oc'h.

G. Me , va mignon , a zo un den yaouanq ,
 Haç a so bas eus a sqiant ;
 Ia , me a zo assur qen ignorant ,
 Ne veritân qet en ho presanc parlant ;
 Mes , mar don ignorant , a dra sur
 N'en don qet ignorant dre natur ;
 Rac ma n'oc'h eus qet anavezet va zad ,
 Me rayo deoc'h anavezout e vab.

R. Ober a rér dìn calz a enor ,
 Guelet ur sort compagnuez etal va dor ;
 Mes ret eo dêc'h ervad lavaret dìn , va mignon ,
 Demeus a betra e zeus qestion.

G. Gant e zon bet sortiet ,
 Demeus a dre e garet ,
 Da c'houlen dezân da eureuji ,
 a rér anezi .
 Tri emban , va mignon , hoc'h eus bet clêvet ,
 A so bet lennet gant ar bêleg ;
 Ha fennos , gant ar c'hraç a Zoue ,

Hon eus sonch da gass ar bêvare.
 Mar deut, va mignon, d'hon rebuti,
 Ni a laqayo hoc'h expleti,
 Hac e vefet condaonet d'an amand,
 Hac e cousto déc'h calz a arc'hant.

R. an hostizes,
 Zo êt da Gastel pe da Vontroulez,
 Evit en em bourvei a frico,
 Fea n'eus qet eus hor gout er vro.
 Mont a rê en hent en eur bompat,
 Qen dra halle n'eur c'haloupat.

G. Va mignon, na leverit qet dîn a c'hevier,
 Guell ê déc'h lavaret ho *Pater* ;
 Rac bremâ souden abiou ho fri,
 Me a meus-hi guelet en ti.

R. Doue en deveus lavaret :

Biscoas den e Rouantelez an ên n'en déo antreet',
 Nemet gant courach en dese combattet ;
 Mes c'houi, va mignon, n'ho po qet ho plac'h,
 Na renqfet disput ur pennad c'hoas.

G. Glorius en ho cavân meurbet,
 Va mignon quer, gant ho merc'het ;
 Gouscoude ar mere'het a so goal bejou,
 Rac simei a reont evel diaoulou,
 Ha pa ve torret o c'heyelou,
 E c'hoariont gant o c'hinquinou ;
 Evidon me a lavar crenn :
 Biqen en maouez na fifen.

R. Na intourdisit qet va fenn dîn, va breur,
 Rac. a zo êt da seur,
 Professet e deus e Montroulez.
 Ebars en breuries Sant Joseph.

G. Mar hoc'h eus c'hoant, va mignonet,
 Na gomzit qet dîn a seurezet ;
 Eur seur, ma ve lajet en pris,
 Ne dalse qet e habit gris ,

Pe mar talfe netra ouspen,
Ne dalse qet sur e habit ven!
Ar re-se a so atao o vurmuri;
Otispen an dud hini a hini,
Ha pa n'eur gavont en ur bagad,
Ezeont oll d'en em scandalad;
Neuze ec'h ouzont en em scrabat,
Adoliou iyin betec ar goad.

R. Na ravodit qet va fenn din, autrone,
 Diouz ar pez a c'houennit diganeme;
 Rac mar ho pe diganemie tennet
Ar gaera demeus va merc'het,
 Goude din-me c'houi a c'hoarzfe,
 Rac el leal, rôson ho pese.

G. Ne grenàn na ne chenchàn liou,
 Ma n'am be ac'han, e zìn abiou;
 Rac ar Profet sur a lavar
Ezeus nao femelen da bep mal;
Hac e vemp ganeoc'h refuset,
Ni a gavo gouscoude merc'het.

R. C'hoarvezout a ra ganeoc'h evel ar merdai di,
Aya da noveur da zijuni,
 Ha goude e vent epad an de o laviga;
Allas! alies o clasq, e ranquer rabata:
 Va mignon, na chommit qet aze d'ober brut,
 Lipit ho peg, hac it d'ho clut.

G. Dives ho eavàn, miret eus an den-mâ e blac'h nevez;
E-nan e ranq oza e yod hac e grampoez.
 Caeroc'h e ranq da ober c'hoas,
 Mont d'an ti-forn gant e doas,
 Ha pa za d'ar velin da oza e guerc'h,
 E za an oll merc'het var e lerc'h.
 Foï, foï, emezo : sellit ar goas,
 Sac'h an naoues deus e scoas.
 Lavarit din, va mignon qèz,
 Ma vec'h en e blaç, n'ho pese-hu qet a vez?

R. Pa voac'h éru gant an hent,
 Me zonje din e voac'h ur vanden sent;
 Mes credi a ràn a dra certen,
 E zoc'h ur vanden merc'heteryen.

G. Me a ya da ziboucla va boutou,
 Evit mont da zispen ya roujou;
 Rac evit ac'han, var a velan,
 N'hor bezo netra evit bremàn.

R. Mar d'oc'h attachet en defot merc'het,
 Me lavaro deoc'h e pelec'h e qefet:
 Mar qarit mont da Blougouven,
 E qafot eno ur plac'h evit ur grampoezen.

G. Sac'h ar bier! ar re-màn eo an dud!
 Coulz a re vras ha re vunud;
 Evit qement am eus lavaret,
 Na reont van evit va c'hlêvet.

R. Me vel ervad e ranqân plega,
 Terri va gar hep e blessa,
 Ha mont d'e digass deoc'h d'an nor,
 Da c'hout ha c'houi e recevo gant henor.

R. Me, va mignon, a so ur scolaer,
 Hac a so bet e meur a gartier:
 Er Russi, er Chin bac er Spagn,
 En Turqi, en Egypt, e Rom, en Alamagn.
 Ac'hane e voan deut d'ar guêr
 Dre Blougaznou, Castel ha Qemper:
 Ha n'em boa cavet den d'am fêsa c'hoas,
 Nemet un den a Japon en doa seiz troatad fas:
 Pemp troatad en e zent, seiz raouen en e veg,
 Mes eleal, va mignon, c'houi fat n'hoc'h eus int qet.

Presanti a rér ur Vreg.

R. Cetu amàn ur plac'h yaouanq,
 Hac e deus ur speret contant,
 A zo diangach a bep lec'h,
 Hac a dal hirio qeit ha dec'h.
 Ha ma n'en deo qet mad d'ho cout,

Certen ec'h allit mont en ho rout.

G. Ne douetàn qet , va mignon coant,
E ve ho ti qen dibourveet a blac'het yaouanq ,
Na zegasfec'h unan deomp da velet ,
Certen ne vezò qet refuset.

Mes homàn zo an daill var e beg
Da veza êt pell zo da vreg :
Me vel merget var e chod clei ,
E zeus bet goas o poqat dêy ;
Cassit-hi buan var e guis ,
Gant aon na defe droug avis.

R. Clêvet hoc'h eus alies parlant ;
O comz demeus ur zal gaer ha brillant :
Ia , va miguon , me a meus amàn ur zal ,
Hac a so carguet a draou eleal ;
A bep tu dre e daou gostez ,
N'en deus nemet olives hac olifres ,
Dindan an treid evit pave ,
N'en deus nemet lorenti ha lore.
Ia , ar zal-màn a so armet
Demeus a gaera peder blanten a gafet :
Unan so ros , un all tulipes ,
Un all palm hac un all cypres.
Ha c'hoas ne meus contet deoc'h netra ,
Evel a gontin deoc'h bremâ .
E creiz ar zal-màn e zeus ur femelen
Demeus ar gaera a veljot biqen :
E muzellou a so a ros bordet ;
Michanc eo hounnes a fell deoc'h da gavet ?

G. Va mignon , gout a ouzoc'h ervad ,
Pa gaver an avel e ranquer guentat ;
Ha c'houi pa gafet discarg d'ho merc'het ,
Me ho ped , n'ho refusit qet ;
Ha c'hoas trugarecait Doue ,
Pa na reomp eguis Table ,
En devoa da rayissa ar merc'het

An devez memes eus o eured.

R. Cetu amàn ur plac'h yaouanq,
 Caer evel an eol brillant;
 E diou chod a so ru evel ar ros,
 Distinguët evel an deiz diouz an nos.
 E sal a so caer evel cristal;
 Laqat a ra calon mab da dridal:
 Ha ma na blich qet houmàn deoc'h,
 Na ouffen petra d'ober deoc'h.

G. Tromplet mad e veva speret,
 Pe ur banne guin a re am be evet,
 Mar d'eo hounnes ar femelen
 A meus grêt anêy ar goulen;
 Mes ar plac'h-se pa zeo deuet,
 Ne d'eo qet da veza refuset.
 Me so ive un den yaonanq,
 Hac a meus ur speret contant,
 Hac a so diangach e pep lec'h,
 Hac a dal hirio qeit ha dec'h,
 A laqayo va dorn en e hini,
 Hac a yêl ganti da zemezi;
 A rayo outi peb contrad mad,
 Evel ma eure he mam d'e zad.
 A brometo dêy fidelite ha fe,
 En ty, ermès hac er guele;
 A zalc'ho mad dêy bete mervel :
 Ne ouffen qet lavaret guel.

R. Arça eta, va mignon qèz,
 Cedi a ràn ganeoc'h ar plac'h nevez :
 Mont a ràn d'e digas deoc'h d'an nor :
 Me ho ped d'e receo gant henor.
 Didostait eta, den nevez,
 Da guemer en dorn ho mestrez,
 Evit rîy deoc'h an arvoenti,
 a rîr eus anezi :
 Laqit ho torn en e hini;

Ha sonjit penos e pado
 'to comantan betec ar maro.
 Na deuit qet d'e goaldréti , na d'e chasseal eus an ti,
 Evel pa na anavesfac'h qet anezi ;
 Pe mar er grit , va mignon , clêvit ur guer :
 Laqit eves eus ar goalinier :
 Ar goalinier a zorn Doue oll-buissant ;
 A bunisso ar re vechant :
 Da lavaret eo , ar goalinier
 Demeus e fulor hac e goler ,
 Pere a ellomp da evita ,
 O veva en grâç Doue er bed-mâ.
 Pedit Jesus , Roue an Tron ,
 Da rîi deoc'h e venediction.
 Ha da asista en hoc'h eured hirie ;
 Evel ma ras guechal en eured Cana en Galilee.
 Tachit da gundai ur vuez vad ,
 Hervez Doue hac hervez ho stad ,
 Evit ma c'hefet gantân da repos ,
 E fin ho puez d'ar Barados .

Qementse a zouetân da guement a so amâ ,
 Ha dîn-me va-unan da guenta ;
 Me a ya da laqat va zoq var va fenn ,
 Evel a dle ober pep christen ,
 Compagnuez , gant ho permission ,
 Pa meus grêt va never ha va c'hommission .

DISCOURS

Da lavarat e qichen an ti , da ur Goulen.

SALUD , tud a henor , gant peh soumission ,
 Tud a bep qalite hac a bep condition ;
 Ho ti hac ho madou , hac ho tomentiqet ,
 Hac ho polonte vad o deus va c'hontraignet .
 Laret allan hardi ne voan qet bet biscoas
 Gant qement a blijadur ec'h antren en eur plac .

Ho ti so situet, qen toen ; qen muraill ;
 Eur plac eus a blijadur, ne deo qet ur marvaill.
 An nep en deus composet ar portret eus ho ti,
 A so un deu a speret, ne fell qet dîn doueti.
 Ne alle qet, va mignon, dont da bêa ervad
 Un habil architect ma ne deu da labourat.
 Me a so bet e vale en calz eus a vroyou ;
 Hac emeus goneet nombr bras a victoriou :
 Mes hor Zalver beniguet a so marvet er groas,
 Qercoulz yit ar pinvidic vel vit ar paour, siouas !
 Un amitie sincer e zeo va hervridi.
 Eur femelen yaouanq so maguet en ho ti,
 Caret gant nn den yaouanq so demeus ar c'hanton,
 A so deut hirie'n de d'e assignation.
 E hano so..... bremâ n'el lavarin ;
 Mes m'en em lavaro qentoc'h ma finissin.
 Prest on da finissa hac ive da gommanç :
 Ma parlantân davantach, me am bezo setanç.
 N'estimân ur procuror o tifen e gojou,
 Ma na c'hone e broces ha dioute ar gaou ;
 Rac mar qavan me c'hoas teir guech en audianç,
 En durant m'er selaouin me am bezo setanç,
 Rac Roue absolu on, mar querit va c'hredi,
 Pa c'houlân va c'heyredi, e renqit e rei din.

Me eo ar Roue Artur, puissanç souveren,
 Breiz-Izel 'en antier so dindan va c'hourc'hemen :
 Ia, en assuranc, Roue ar Vretonet.
 Hac Autrou en Breiz-Izel d'an Noblanç ha Princet.

Da guenta vit commanç, Brest so dîn en antier,
 Montroulez ha Lanmeur, Lannion, Landreguer,
 Pontivi en antier, bete guelet Leon,
 Castel-Lin, Porz-Louis, ar C'hroazic ha Croson,
 Ar Faouet ha Sant Nic, Castel, Moelan, Poulaouen,
 Ha Qimper-Caourantin, Castel-Pol. Lesneven,
 Plestin, Garlan, Plouyan, Langonaval, Guimel,
 Lomiqel, Plouezoc'h, Plougaznou, Sant-Brieuc,

Guerlesquin ha Benac'h, Callac ha Qer-Ahes,
 Plourin, Sant-Yan, Rosco ha Plouneour-Menez ;
 Hae ar guær a Roazon, elec'h ma chom bepret
 Parlament Breiz-Izel, hac e brezidantet,
 Qeriti ha Qerias, Perros ha Lanvelec,
 Lambal ha Sant-Malo, Dinan Sant-Thégonec,
 Pleiber-Christ, Comanna, Plougonven, Locqirec,
 Pontreо, Plufur, S. Seo, Guiclan ha Pontmenou,
 Plouaret, Elez-vaz, Callot hac ar Ponthou,
 Plouescat, Plouizi ha Castel-an-Taro,
 Hac ar bленен humid a ra dezàn an dro ;
 Coatreven, Pedernec, Penpoul, Plegat-Guerand,
 Hac erfin, qement so dindan ar firmamant.

Arça ta, Plac'h-yaouanq, va guir bried fidel,
 Cetu c'houi Rouanes ebars en Breiz-Izel ;
 Cetu c'houi Rouanez var' c'héryou meus hanvet :
 Bezit eta contant eus ar fortun a ret.

Goulen.

G. Tu poza suposa sponsa in guelea,
Goudea conjungo vita multiplia.

Qement ma zo tennet, moc'h assur, mignonet,
 Eus an naovet chabist a creation ar bed.

Pa voan-me deut en dêñ-mâ deus ar guér,
 Me a voa tristoc'h calz eguet ne voe Sant Pêr
 Pa nac'has e Vestr mad goechal e ti Pilat ;
 Rac chomet voa en ti evit digareat,
 Qent ma voan deut en hent, me voa en em voestet
 Prest da zantes Agnes, patrones ar merc'het,
 D'am Zant paeron ha d'am Zantez maerones ,
 Evit goulen ar c'hraç da c'honit va froces.
 Me ya da retardi bremân va c'homplimant ,
 Va mignon qer, evit clêvet ho santimant.

Qenta coupled.

R. N'eus fors absolumant :
 Red eo da eun den parlant ;
 Ma na respontomp qet an dud ,

E teufet da lavaret e vemp mud.
 Sonjet hon eus da ober voel,
 Sevel amàn eur zantinek,
 Hac a vo grêt en form un ti,
 Evit respont d'an dre menidi.
 Ha c'houi, va mignon qèz,
 Mar oc'h eus marc'hadourez
 Pe da brena, pe da voerza,
 Partiit buan gante da guenta,
 Evit Montroulez pe Gastel,
 Hac ho po profit ne vo qet pell;
 Eno e qafot honestamant
 Peadra evit hoc'h arc'hant.

G. C'houi a zo er philosophi,
 A zo grêt ganêc'h ho studi,
 Hac a zo impossibl déch' manqout;
 Mes me zo ignorant, ne oun netra én tout,
 Nemet debri va yôd ha lipouzat va lèz,
 Dêbri patates, stripou, hac em souben crampoez,
 Mes en eur gonta déch' darn eus ya zalanchou,
 Ne sonjân qet penos ec'h ancouàn ya rimou.

R. Me voa bet en ur variqen,
 A voa talet en he daou ben,
 Hac e teuis er mez dre doul ar bont :
 Mes nao mis just e voen o clasq dont.

G. Debonjour déch', tud a henor, pini
 Zo deut a galon vad dà guichennic ho ti,
 Gant ur joa vrás d'o saludi bremàn,
 A greis calon ni so deut amàn.
 Saludi reomp ractal ho personach,
 Gant ar respet a gommand ho pizach;
 Hac entretant hoc'h oll gompagninez,
 Rac sur tud vrao oc'h anjân assambles,

R. Pa hò quelân quer coantiq rassamblet,
 Quer propr, quer brao evel ma zoc'h guisqet,
 E sonjân dîn e ve un eured ve

An nombr a dud a so en hoc'h assamble.

G. Me fot dìn bremàn , va mignon ,
Gout eus a betra eo qestion ,
Rac ma velàn eur sort banden
Era da doul va dor d'am zurpren.

R. N'en deo qet evit ho surpren ,
Nac evit ober poan da zen
E zomp amàn en em assamblet
Evel ma ve eur vanden dénved.
Ni a so o clasq da eureuji ,
Ha na ellet qet da ziferi ,
Dindan boan da bêa au amand ,
Hac ar misou antieramant.
Un ouades am boa tennet ,
Hérvez ma zeo deomp rapportet ,
Disqennet e zeo en ho ti ,
Rac-se rentit-y deomp-ni :
C'houi a renq renta deomp rôson
Demeus anezi , va mignon.

G. Pa ho clèvàn , va mignon , a grenn
E sav va bléo ebars em penn ,
Pa gomzit din eus a ouidi ,
Rac en ti-màn n'en deus hini.
Evit ezec'h , graguez ha merc'het ,
Ar re se ne lavaràn qet ;
Mes abars m'o po eus an ti-ma eur plac'h ,
C'houi a renqfe e goulen yac'h.

R. Ni zo e clasq eur plac'h yaouanq ,
Mar qirit ni e hanvo dêc'h franchamant :
He hano eo *Guillemet ar Maout* ,
Nac evit beza pried da *Charlez ar Zaout* .
Da zont d'an ilis da enreuji ,
Evit echui an demèzi .
Guillemet ne vouie qet
E voa hiryo deiz he eured ,
Hac a zo êt d'ar vêlin da oza qerc'h :

Rac se , redit , mar qirit , var he lerc'h ;
 Rac ar meliner a voar parlant
 Hac a ambus ar merc'het yaouanq .
 Aon a meus na rancac'h reir e gortos ,
 Abars mac'h êruo e vo noz .

G. M'am be ar bermision
 Da antren en ho ti , va mignon ,
 Me lavarfe prompt , hep diferi ,
 E penn ho tol va c'hevredi .
 Pa voan êru e penn ar c'harz ,
 Me e hanavas eus he c'hoars ;
 Hac he c'hlêvis o lavaret :
 Eru eo davidon va muyan caret .

R. P'on eus ho quelet o tont da dal va zi ,
 E sonje din e voac'h eur vanden merdai
 O vont da Vrest evit un ambarqamant ,
 Pe soudardet o clasq o lojamant ;
 Pe otramant eur vanden stoupêryen
 Eus a Scrignac , Locqefret pe Berryen .

G. Si clamabor et meditabor ut columba .
 Evelse e comzàn , pa ven o latina .
 En han Doue , n'hon daleit qet ,
 Rac ar sacrist a so guel bresset ;
 Me zonch din eo eus a urz Sant Cripin ,
 Hac e car dijuni mintin .

R. Qer braø , qer coant oc'h eus comzet ,
 Va mignon qèr , ho refuzi n'allàn qet :
 Me a ya da ober un dro dre va zi ,
 Da c'hout a me gavo dêc'h ho qevredi ;
 Ha pa rìn-me un dro var va seul ,
 E yeuot un dra benac d'am heul ,

G. Cetu amàn ur vaoues coant ,
 Ha ne d'eo na côz na youanq ,
 A dle ravissa ho speret
 Gant he fresanç hac he guenet .

R. Ar vaoues-se so perc'hennet ,

Emedi al liou var he beg :
 Hac he deus bet choaset he far ,
 Ha ne ra fors piou zo var vâr.
Me a gred'e deus dija poazet
Eus an darbot he biziet :
Qassit-hi ganeoc'h var e c'his
Rac aon ne defe droug-avis.

G. Terrapl meurbet oc'h dificil ;
Va mignon , ho complimanchou zo civil.

R. Cetu amàn eur plac'h yaouanq ,
 Hac e deus eur galon ardant ,
 Hac a dle plijout d'ho fantazi ,
 Pe oc'h dies da gontanti.

G. Ni on eus-y diguemeret ,
 Ha neo qet da veza refuset ;
 Pa vo éru an heur mar car ,
 Ni so prest da choas dei he far .
 Mes un all a c'houlenomp c'hoas ,
 Hac a so blesset en he scoas ,
 He zervicher qercoulz hac hi ;
 Eru eo ar poent da repari .

R. O presanti déc'h an objet
 Pini oc'h eus dija gouleñnet ,
 Ouspenn , ni a c'houlen pardon ,
 Mar hon eus bet division .

Didostait-ta , den a zevez ,
 Da ziguemeret ho mestres ;
 Ni he ro déc'h a galon vad ,
 Gant conje he mam hac he zad ;
 Conje he c'herent hac he lignez ,
 Da antren ganêc'h e priedelez .

Pedit Jesus Roue an Tron ,
 Da rei d'êc'h e venediction ,
 Ha doc'h asista evel ma eure
 En eured Cana en Galilee .

Cunduit eur vuez vat ,

E doujanç Done , erve ho stad ,
 Ha goude monet da repos ,
 Gant an æles er barados.

C O M P L I M A N T T O L .

M'HO supli , compagnuez , da bresta ho silanç
 Evit ma parlantin bremàn en ho presanc.
 Gant honor d'ho yec'het me a deu da evâ ,
 Hac abeurs ar Vreg-Yaouanq en ho trugarecân.
 P'o c'heus bet ar vadelez d'he beza asistet
 En devez a hirie ebars en he heuret.
 Hac evit oc'h oblijia ec'h evìn davantach.
 Da yec'het nep so roet gant Doue dei evit partach.
 D'ho yec'het , Greg-Yaouanq , eus a beurs ho pried ;
 Doue da rei déch' ar c'hraç d'en em garont parfet ,
 Ha da rei déch' er bed-mâ qement a souhetet :
 Me a reget ma vezò hoc'h oll desiriou exaucet.
 Me a reget déch' c'hoaz asistanç un Doue .
 Evel guechal en eured Cana en Galilee.
 Me a ev d'ho yec'het oll eus a greis va c'halon ;
 Doue da rei deomp oll e venediction.

Ne ancouaomp qet ive an anaon decedet ,
 Tad , mam , la breur , ha c'hoar , eont , moerebezet ,
 P'o devoa bet ar soign , qentre ma voant en buc
 Da zovetat da bepini ac'hanomp e zanve.

Chomit , compagnuez , pepini en e blaç ,
 Evit caout ar vadelez da asista er grâç ,
 P'on eus debret hac evet , trugarecaonip Doue
 Da veza roet deomp-ni ouz hon nécessite .
 Excus ta , Compagnuez , a c'houlennan bremàn ,
 Rac aon n'am be qet plijet da speret peh-ul'an .
 Gouscoude e cred din ne meus laret netra
 Hac a choqfe nicun a guement so amâ .
 Me a efe d'ho yec'het oll eus a greis va c'halon ,
 Ous ho pedi da zêbri ha da eva en ho tiscretion .
 Chomit ta pepini qeit m'o e volonte ,

Me n'on qet deut amàn da rei da zen e gonje.
 Graç deomp oll da vea bepret en joausdet ,
 Doue da gonservo qement so eus va c'hlêvet ;
 Doue d'hor c'honservo amàn var an douar ;
 Graç deomp d'en eur velet un devez bars er gloar.

Discours evit un Eured.

Salud déch', Compagnuez , gant guir humilité ,
 Pa meus bet an hardisson da zont en ho pete.

Perac tra n'am boa, bet eloqanç Ciceron ,
 P'otramant ar furnez en devoa Salomon !
 Perac n'em boa-me bet guinou ha teod alaouret ,
 Da barlant en ho presanç evel ma veritet !
 Me zo deut amâ hirie gant va c'homagnuez ,
 Evit goulen ouzoc'h , mar be ho madelez ,
 Eur recit mad benac ouz an deiz a hirie :
 C'houi oc'h-unan a ell accordi din qementse.
 Tennet hor boamp d'ar sort da glasq ar savanta ,
 Allas ! ma zeo digoezet gant an ignoranç :
 Mes dre ho madelez , ho sqiant , ho prudanç ,
 M'ho ped d'am excusi demeus va ignoranç .
 Me c'hoare ganén hirie vel gant ar stereden ,
 Pa deu an eol da bara à goll e sclêrijen ;
 Zo n'em gavet amàn evel en ur jardin
 Guernisset a lore , a roz , a durcantin ,
 Hac en e greis à zo bet maguet ur femelen
 Brillantoc'h e-unan eguet ar gaera fleuren .
 Me gare dont a benn da allout e surpren ;
 Va speret zo troublet , n'on qet evit compren .
 Gant henor e saludan an oll gomagnuez ;
 Peoc'h Doue d'ar re veo , d'an anaon silvidiguez .

Bremá ec'h antre da vit ar Plac'h.

Salud , Plac'h-Yaouanq , demeus a ber Doue ,
 Me zo deut d'o cavet en devez a hirie ,
 Evit gout diganeoc'h a c'houi zo presantet
 Da zont da efectui ar pez so prometet .
 Deut de c'houl bennos eus ho tad hac ho mam ,
 Evit

Evit dre guement-se beza dirac Doue divlam ;
 Rac dre e C'hourc'hemen en deus demp ordrenet
 Respecti dreist peb-unan nep o deus hor maguet.

Pa éruer ous an dol.

Rac-se, Compagnuez, mar teuàñ d'oc'h aréti,
 Bezit ar vadelez da zont d'am excusi.
 Stouomp ta d'an daoulin da c'houlen ouiz Doue
 Ma teuy d'hon asista en devez a hirie.

Bremâ e taouliner.

Doue oll-buissant en ên vel en douar,
 M'am eus oc'h ossancet, me meus ur guir glac'har;
 Cetu me d'an douar dirazoc'h prosternet,
 Ma vo ho madelez accordi din ur reqet.
 Ho pennos, va Doue ! ens ar pez a c'houlennan,
 Evel ho Servicherez so daoulined amàn,
 Evel guechal Sant Yan, pa vadezas hor Zalver,
 A glèvas en êr ur voez abeûrs an Tad Eternel :
 « Hennes e zeo va Mah an hini maya caret,
 « Va c'hraç ha va bennos à vo gantân bepret.

Bremâ e sao hac e tistro eus ar guerent.

Goude beza goulenet benediction Doue,
 E false caout bremâ hini he zud ive :
 Ceto ho merc'h d'an douar dirazoc'h prosternet,
 O rënta deoc'h-u homach, evel ma zeo dlcet :
 Goude bennos ar Verc'bez, aroc mont eus an ti,
 E c'houlen a vouir galon diganêc'h hoc'h hini;
 Or ta, deut eta a vouir galon
 Dâ rëy gant ho puguel ho penediction.

Evit ar Yam.

Ha c'houi, mam garantezus, pini deus he maguet,
 Ur mennat e c'houlennan, n'am refusit qet,
 Ho pennos a c'houlan ganeoc'h vit ho puguel,
 Evel mac'h eure guechal ar Patriarchet santel.
 Bennos breudeur ha c'lioarezet ive pareillamant,
 Hini paeron, mærones, ma maint amàn présent,
 Hini ar zent, an æles, hac hini ar gompagnuez;

O deus gret dei an honor d'e asista en he devez.
 Ha brémàn Demp en hano a Zoue;
 Goude renta an homach, oblijet omp da ze.
Bremâ e ve lavaret ur Bater, un Ave hac un De-
profundis, hac e saver er za.

Savit ta, Merc'h Yaouanq, da zont da di Doue;
 Evit efectui en antier ho promesse,
 Da gaout fidelite bete fin ho pue,
 Ha goude d'en em velet en barados Doue.

DISCOURS

Pa roer ur Plac'h, hac evit échui tout.

Q^UEMERIT, va mignon, courach,
 Eru oc'h en fin ho peach;
 Ne c'houlennân mui a dermen,
 Echu eo va zrajedien;
 Poent eo déch' certen, va mignon,
 Caout un tam consolation.
 Ditostait amân d'an treujou,
 Ha me roi deoc'h ur c'helou
 Pehini a gredân certenamant
 A rejouisso ho santimant;
 N'en deo qet ur c'helou hepken,
 Rac cetu amân ur femelen,
 Pehini a lavarac'h, va mignon,
 A voa prometet d'ho calon;
 Cetu amân ur femelen,
 A zo caeroc'h eguet ur chinofen,
 Roz, na fourdilis, na levant;
 Speret an oll a rent contant.
 E lec'h ma ve tevalijen,
 E laqa pep seurt sclérigen :
 Caer eo evel ur stereden,
 Qer caer hac ar verelaouen.
 E guenet hac e modesti
 A dle certen dont d'ho charmi.
 N'ho pezo ganti nep disput certen,
 Nemet en effet en guir Gristen.
 Didostait eta, va mignon,
 Goneet hoc'h eus ho proces en pep féçon,
 Rac bremân e vet exantet,

Hac e ve qestion da denna d'ar billet ;
 Rac cetu amàn an objet
 Leùn a garantez hac a speret ,
 Pehini a bresantân deoc'h evit ho compagnonez
 Nonpas evit beza tretet en esclaves ;
 Rac gout a rit a dra certen
 E zeus bet estre evidoc'h eus e goulen.
 Rac aze eus daou pe dri ,
 O deus bet o bissach'h diganti.
 Rac-se pa zoc'h preferet
 Da guement o deus-hi goulennet ,
 Va mignon , me ho suppli ,
 Na deuit qet d'e goal-dreti ,
 D'e dilezel en e chlénved ,
 Qeneubeut hac en e yec'hed ,
 D'e chasseal ermès an ti ,
 Evel pa ne hanavefac'h qet anezi :
 Ma vouisen se , va mignon ,
 Ne deufen qet a vouir galon
 Da rei e dorn deo deoc'h bremàn ,
 D'e chass ermès eus an ti-màn ;
 Pe mar er grit , clevit ur guer :
 Dioüallit ouz ar goalinier
 Eus a zorn Doue oll-buissant ,
 Da bunissa an dud vechant.
 Me a lavar ar goalinier
 Eus e furor hac e golter ,
 Da lavaret eo , ar c'hollou ,
 Ha calz demeus a valeuriou ,
 Pere a eller da evita
 O veva gant graç Doue er bed-mâ .
 Rac Sant Bernard a lavar : neus qet a di
 Na zant coulz pe goulz ar voalen a gastî ;
 Mes mar bevit en doujanç Doue ,
 Ho pezo pep seurt prosperite .
 Peguement benac hep douetanç
 Ec'h ouzoc'h qementse en avanç .
 Gant ho permission me lavaro
 En bér instant ur guir pe zaou :
 Qemesqet eo buez an den
 Bepret gant joa ha gant anqen ,
 An eil a deu goude eguile ,
 Evel ar mòr pa deu ar mare ,
 An dud demezet zo ul lest ,
 Exposet da bep seurt tempest ,

Var ar mōr o vagal,
 Exposet da bep seurt glac'har.
 Gouscoude e seblant d'ar yaquanqis
 Beza quer caer hac ar fourdilis.
 Mes, allas ! en em drompla a reont,
 Ur boquet spern guen a gavont.
 Evit supporti an infirmite
A alfe caout an eil hac eguiile ,
 Bet eo deoc'h beva en guir union ,
 Ha Doue a roy deoc'h e venediction .
 Pep den zo gant Doue choazet
 Evit beza eurus ha salvet.
 Hoguen ret eo goude goulén
 Beva just en guir Gristen.
 Contemplit ar societe
A so entre an douar hac an en ,
 Gouennit bepret digant Doue
 Courach ha nerz d'ho liberte ,
 Evit ober un dra barfet ,
 Da renta ar pez a recevset :
 Sonjit e zoc'h pelerinet ,
 Da drafica e zoc'h digasset.
 Rétorn a ranqit adare
 Da renta cont da un Doue.
 Gout a rit , ne zouetan qet ,
 N'o'ch eus un adversour er bed
An adversour-se eo Satan ,
 Siouas deomp oll guitibunan !
 Pa falvezo d'an drouc-speret
 Dont da dreubachi ho speret ,
 Respondit : *Abrenuntio* ,
 Ha lavarit : sinet co ,
An Autrou-Doue eo ar brassa :
 Henor ha gloar rentomp dezâ .
 N'en deo qet plijadur am zouten ,
 Comz Doue eo hac e lezen ;
 Respondit : *Abrenuntio* ,
 Da guement pec'het ho tento ,
 Evit goude beza labouret ,
 Hervez ho nerz hac ho yec'het ,
 Pa c'heset divar an douar ,
 E recevset ur gurunen er gloar.
 Me a choulen ouzoc'h pardon bremân
 Mar d'hoch' choquet gaat ar c'homzou-mâa .
 Cetu an eil gant eguiile ,

Evit gloar Doue ha silvidiguez o ene.

Me souhet dê oll graçou Doue,

Hac a bep seurt prosperite :

Labourat en gloar Doue er bed-mâ deiz ha nos,

Evit, goude o maro, monet d'ar Barados.

Lavaret en deus Ciceron,

Mar bevit ato en union,

E vezot goude curunet

En Rouantelez an Drindet.

Ouspen, er goalen a eured

E zeo ar garante comprenet ;

Dre ma zeo rond ar voalen,

Ne all finissa birviqen.

Eur garantez evel honnes

Ne all qet finissa james.

Credi a rân hoc'h eus pedet

Jesus hac e vam biniguet

Da asista en hoc'h eured ;

En eured Cana, en Galilee,

Ec'h asistas e Vam hac én.

Demp-ni bremàn, compagninez ,

Da offr hor peden assambles

Er sacrific an oferen ,

Da c'houlen graçou souveren ,

Hac evidomp hac evite ,

Gouennomp graçou ouz Doue ;

Er fin, o tont da finissa ,

Dalit e dorn, croquit ennâ :

Prometit dei fidelite ,

Hac hi a brometo dêc'h ive.

Cetu aze e dorn deo ,

Doue dre e c'hraç d'o cunduo,

FIN.